




























Sizhun eus al Lun 18 d'ar Gwener 22 a viz Du 2024

	Lun 18	Meurzh 19	Yaou 21	Gwener 22
DIGOR-PRED	Saladenn vrusk 	Karotez  rasklet 		
MEUZ	Skalopenn yar- Indez koaven gant bonedoù-touseg   	Chipolataoù  	Frinkadenn voc'h chaous dre sistr  	Pesked an deiz  chaous sitroñs 
GWARNISADUR	Saladenn 	Butternut rostet  	Kreien kaol-fleur ha tortis 	Krogailh pato  
FOURMAJ	Yaourt breset saouret karamel   		Yaourt plaen   	Gouda diouzh an troc'h 
DIBENN-PRED		Bananezenn	Teuzenn gant  avaloù	Skañvadell  chokolad